WIKIPEDIA

Serraneg

Ur yezh outoek-aztekek eus skourr ar yezhoù serranek eo ar **serraneg** (*serrano*) komzet gwechall e su Kalifornia er Stadoù-Unanet.

Ur yezh varv an hini eo.

Gwelet ivez

- Yezhoù outoek-aztekek
- Yezhoù serranek

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Serraneg&oldid=1347802 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 23 Her 2012, da 12:04.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.